

- Kartik Nevez Sant-Jermen -

- 1 - Aotrou Sant Jermen hor Patron  
Ni zo diredet d'ho Pardonn  
Skuilhit warnomp grassou Doue  
Hiou ha bennez 'pad hor buhe !
- 2 - War an dorgen ema Kerlaz  
Tre Koat-Nevet hag ar Mor glaz  
Eus Lok-Ronan beteg Ker-Iz  
Korn-bro karet ganomp Breiziz.
- 3 - Hon Tadou-Koz o deus desket  
Penons evit ar Vretoned  
Oc'h bet leun a vadeleziou,  
Hon difennour er brezellou §
- 4 - Sant braz, en ho puhe gwec'hall  
E Breiz-Veur hag ive Bro-C'hall  
Arök peb tra den - a - zoue  
O peus laket ar Garante.
- 5 - En testini a fizians vraz  
Pell-zo ema parrez Kerlaz  
Dindan ho 'hano benniget  
Beilhit warnomp, Eskop brudet.
- 6 - Eun iliz koant, eun tour uhel  
D'an dud war-dro hag eus a-bell  
A lavar sklër ea mad pedi,  
Karout Doue, hen adori !
- 7 - Tost d'ar "Gröaz-Koz", dour beo a red  
"Feunteun Sant-Jermen" eo hanvet  
'Vit peb hini sin gras Doue :  
Yec'hed ar c'horf hag an ene.
- 8 - Saludomp ive ar Skeuden :  
Gant mintr skedus, baz abur melen  
A verk deomp c'hoas e zantelez  
E c'halloud hag e vadelez.

A.B.

Kerlaz - 25 MAI 1971


Paroisse St Germain

KERLAZPardon  
et

Communion Solennelle

Procession d'entrée - Cantique en l'honneur de St Germain

- 1 - Honor ha gloar da Zant Jermen,  
Dezan kasomp hor guir beden  
Kerlaziz oll, a greis kalon,  
Lavar hirio d'ho Zant Patron :
- Diskan - Kanomp, kanomp laouen  
Meuleudi Sant Jermen !
- 2 - Honor ha gloar, eskob santel,  
Ato skouer vat no tud fidel,  
Dre ho preder d'ar pedennou  
Ha d'ar rusta pilijennou !
- 3 - Honor ha gloar, eskob karet  
Gant an dud paour ha glac'haret :  
Ho madelez, hed an henchou  
A daole puilh madoberou !
- 4 - Mil bennoz d'eoc'h, o Sant Jermen !  
Seveni'rit kement peden,  
Kenent mennoz a nij d'an nenv  
Var diouaskel eur fizianz kronv !
- 5 - Grit ma lintro splann 'vel an deiz  
En hor spered sklerder ar feiz ;  
Grit ma talc'himp sonj ho skoueriou,  
Evit difen hon oli guiriou !
- 6 - El labour ni vevo santel ;  
D'an oferen ni vo fidel ;  
Konn ar beleg ni a glevo ;  
Korf hor Zalver ni'resevo.
- 7 - Hed hor buez, ni'vo nerzuz  
Da vale var roudou Jezuz,  
Daoust d'ar skouer fall, ha d'ar geier  
A red ker stank, en hon amzer.
- 8 - Ia, Sant Jermen, ni labouro  
Evit Doue, evit ar vro,  
Betek ma'z imp d'ar baradoz  
Da gana d'eoc'h kaeroc'h bennoz !



Procession du Pardon

I Reine de l'Arvor, nous te saluons  
Vierge immaculée, en toi nous croyons (bis)

- 1 - Partout et toujours, ô Vierge Marie,  
Tu fus des Bretons la Dame chérie.
- 2 - Jadis nos aïeux, soumis à ta loi,  
Sans rien réserver t'ont donné leur foi.
- 3 - Et de ce passé, le pacte demeure,  
Comme au premier jour, à la première heure.
- 4 - Notre chère Arvor vit de tes bienfaits ;  
Nous sommes tes fils, tes fils pour jamais.
- 5 - Mère, bénis-nous, bénis tous les âges,  
Bénis nos moissons, bénis nos rivages.
- 6 - Bénis nos foyers, bénis nos enfants,  
Bénis avec nous tous les chers absents.
- 7 - Et de tes bienfaits, toute notre vie,  
Nous nous souviendrons, ô Vierge Marie !
- 8 - Car tous tes enfants, ô douce Marie,  
Attendent par Toi l'éternelle vie.
- 9 - Et tous près de Toi, dans le Ciel, un jour,  
Veulent être unis, ô Mère d'amour.

-----  
II Page 201 n° 208 W1

Dieu nous, te louons, Seigneur, nous t'acclamons,  
Dans l'immense cortège de tous les saints !

- 1 - Par les Apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité  
Par les Martyrs éplis de force dont la foi n'a pas chan-  
celé .
- 2 - Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l'unité  
Et par la grâce de tes Vierges qui révèle ta Sainteté.
- 3 - Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères  
En qui sans trêve se répandent tous les dons de aînés  
ta charité.
- 4 - Pour tant d'espoir et tant de joie plus tenaces que nos  
Pour tant d'élans vers ta justice, tant d'efforts méfaits  
tendus vers la Paix.

Procession de Communion

D.29. Page 220 N° 410

J'ai reçu le Dieu vivant  
Et mon cœur est plein de joie

- 1 - Il m'a dit : Je suis le Pain préparé pour vous nourrir :  
Celui qui me mangera ne peut craindre de mourir.
- 2 - Il m'a dit : Je suis la Vie et ma Croix détruit la mort :  
Celui qui demeure en moi reste membre de mon corps.
- 3 - Il m'a dit : Je suis le Jour au milieu de votre nuit :  
Celui qui m'accueille en lui est guidé par mon Esprit.
- 4 - Il m'a dit : Je suis l'Amour qui peut seul tout rassembler  
Celui qui m'a découvert me reçoit pour me donner.
- 5 - Il m'a dit : Je suis la Paix dont le monde a tant besoin :  
Celui qui me fait aimer, de mon règne est le témoin.

-----  
Tu nous guideras aux sentiers de vie BS 106 426  
Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur.

- 1 - Tu nous conduis, Seigneur Jésus,  
Vers la fraîcheur des sources vives,  
Vers le jardin jadis perdu.
- 2 - Ta Croix se dresse en ton Jardin  
Le nouvel arbre de la vie  
Où nous cueillons le fruit divin.
- 3 - La table est mise du Festin  
Où tu rassembles tous les pauvres ;  
Les fils du Roi n'auront plus faim.
- 4 - Un jour enfin tu paraîtras  
Dans la lumière de l'aurore,  
Et notre attente finira.
- 5 - Louange à toi, Seigneur Jésus,  
Parole sainte de ton Père,  
Par qui l'amour nous est venu.

Après la 1ère lecture

Viens, Esprit du Seigneur,  
Viens, nous t'attendons - Alleluia !  
Mets la joie dans nos cœurs,  
Par le Christ, Alleluia !